

— 94 —

## TESTAMANT AR WIZ COZ

VARIANTE

Ma zad coz Pipi Chato, 'zo eun den a fesson.  
'Wit miz ar foenn tremenet 'n 'eus collet he gochon...

Ar wiz coz a lavare, pa dostae d'ar banc :  
— Reit d'in eun tammic amzer ma rin ma zestamant.

Eur wadegenn d'ar person hac eun all d'ar c'hure,  
Ma defo sonj ac'hanon, da dremenn mallarge.

Eun tam dimeuz ma avu da Herri Lip-he-vec,  
Hac eun tam deuz ma c'halon a vò roët d'he wreg ;

Eun tam dimeuz ma skiant vò reit da Chato goz,  
'Wit ma serro he gochon, p'ò arri tost da noz.

Ar zon-ma 'zo compozet gant Herri Lip-he-vec,  
Ha *madam* Lez-hi-gouintra a lerer deuz he wreg ;

Ha *madam* lez-hi-gouintra, deuz ar penn all a g'r....

M. M. Ar Bras.

## TESTAMANT AR C'HAVR

Ar c'havric a lavare, pa oe leusket e-mès :  
Mar vije out-hi harzet, n'aje ket da laeres.

Na ma erruas gant-hi ar fripon Piric,  
Hi zreinas e-mès ar pare, diwar bouez he c'hernio.

Ar c'havric a lavare, pa dostaë d'ar banc :  
— Reit d'in eun tammic amzer, ma rin ma zestamant.

Ma lès a destamantan da vugel Coat-ann-Oan,  
Marwet he vamm diganthan, hac hen 'zo c'hoaz bihan.

— 95 —

## TESTAMENT DE LA VIEILLE TRUIE

### VARIANTE

Mon grand-père, Pierre Chato, est un honnête homme.  
Pour le mois des foins passé, il a perdu son cochon...

La vieille truie disait, comme elle approchait du banc ;  
— Donnez-moi un peu de temps, que je fasse mon testament.

Un boudin au recteur et un autre au vicaire, (Je donne)  
Afin qu'ils se souviennent de moi, pour passer les gras.

Un morceau de mon foie à Henri Lèche-son-bec,  
Et un morceau de mon cœur sera donné à sa femme ;

Un morceau de mon poumon sera donné au vieux Chato,  
Pour qu'il ramasse son cochon, quand on sera proche de la nuit.

Cette chanson a été composée par Henri Lèche-son-bec,  
Et *madame Se-laisse-jeter-bas* est le nom qu'on donne à sa femme.

Madame Selaisse-jeter-bas, de l'autre bout du village.....

M. M. Le Braz. — Penvénan.

---

## LE TESTAMENT DE LA CHÈVRE

La petite chèvre disait, quand on l'eut lâchée dehors,  
Que, si on l'en empêchait, elle n'irait pas voler.

Or survint avec elle le fripon Pirion,  
Qui la traîna hors du champ, en la tirant par les cornes.

La petite chèvre disait, quand elle approchait du banc :  
— Donnez-moi un peu de temps, que je fasse mon testament :

Mon lait, je le lègue à l'enfant de Coat-an-Noan, [âge.]  
A qui la mort a pris sa mère, et qui est encore petit (en bas)